



## Adhésion individuelle Emezladur hiniennel 2020

### PENNAD DIAZEZ AR RAKTRES KEVREDIGEZEL

Krouet eo bet kevread SKED evit kas war-raok ar brezhoneg ha sevenadur Breizh e bro Brest. Graet eo SKED evit bodañ, unaniñ ha liammañ nerzhioù tud (kevredigezhioù pe hiniennoù) a-benn lakaat ar brezhoneg ha sevenadur Breizh da vevañ ha da ziorren.

Palioù kevread SKED zo komz en anv e izili ha harpañ o obererezh, bezañ un talbenn anavezet ha brudet evit ur rouedad stank ha kreñv a oberourien a labour evit kenderc'hel ha diorren ar vreizhadelezh e bro Brest. Pal SKED zo ivez bezañ ul lec'h degemer hag eskemmoù gant sevenadurioù all. Evel unan eus oberourien ar vuhez sevenadurel e kenlabour SKED gant an ensavadurioù ofisiel.

### TEXTE SOCLE DU PROJET ASSOCIATIF

La fédération SKED a été créée pour promouvoir la langue et la culture bretonnes dans le Pays de Brest. SKED a pour vocation de réunir, de fédérer et de mettre en réseau des forces humaines (associations ou individus) pour faire vivre et se développer cette langue et cette culture.

La fédération SKED a pour objectifs de représenter et soutenir les actions de ses adhérents, d'être une vitrine identifiée et reconnue d'un maillage riche et dynamique d'acteurs oeuvrant pour la continuité et le développement de l'identité bretonne sur le Pays de Brest. SKED a, également, pour vocation d'être un lieu d'accueil et d'échanges avec d'autres cultures. Acteur de la vie culturelle, SKED œuvre en partenariat avec les instances institutionnelles.

Nom Anv :

Adresse Chomlec'h:

Téléphone Pellgomz :

Mail Postel

Déclare connaître l'association SKED, les textes régissant son fonctionnement et le cœur de ses activités et vouloir y adhérer. Je m'acquiesce du montant de la cotisation prévu dans le règlement intérieur (15€).

Anavezout a ran ar gevredigezh SKED, an testennoù a velestriñ he mont en dro hag kalon he obererezhioù. C'hoant em eus emezelañ. Paeen a ran ar skodenn, evel ma z eo skrivet e-barzh ar reolennoù diabarzh (15€).

Me porte candidat au Conseil d'administration de SKED  
C'hoant em eus kemer perzh eus Kuzul merañ SKED

Ya Oui

Ket Non

A

le

Signature